

# Allah's Kanañ

allahskanan.free.fr

## Aotrou, o Aotrou

Aotrou, o Aotrou, klevit hor mouezh o sevel  
Aotrou, o Aotrou, klevit hor mouezh o c'hervel  
Aotrou, o Aotrou, klevit hor mouezh o c'houlenn  
'Vit ar bed-mañ karantez ha peoc'h

C'hwi hon Tad 'zo mat Allelouia !  
Deomp ni d'Ho karet gant joa  
C'hwi 'ro deomp ar bed dre garantez  
Deomp ni d'e garet ivez

Madelezhus eo Doue  
Evidon-me

Mon Dieu est bon  
Il est bon pour moi

My Lord is good  
He is good for me

Trugarezus eo Jezuz  
Ha karantezus

*Seigneur, ô Seigneur écoute moi chanter  
Seigneur, ô Seigneur écoute moi crier  
Seigneur, ô Seigneur je veux te demander  
Pour le monde l'amour et la paix*

*Toi, notre Père, Tu es bon, Alléluia !  
A nous de T'aimer dans la joie  
Tu nous donnes le monde par amour  
A nous de l'aimer aussi*

*Mon Dieu est bon  
Il est bon pour moi*

*Jésus est miséricordieux  
Et plein d'amour*

~~~~~

An testennoù-mañ a zo gwarezet, kenkouz hag ar sonerezh ; an arזורien eo a zo perc'henn warno.  
Au même titre que les musiques et les arrangements, ces textes sont protégés ; ils sont la propriété de leurs auteurs.  
Les textes en français ne sont qu'une traduction de ce qu'expriment les paroles en breton.